

GUERZ NEVEZ,

*Var sujet ar muntr c'oumetet var Yoen GRALL,
hostis e Landivisiau, en nosvez an 50 d'an 51 eus
a vis guenveur 1844, gant Louisa EGO, e vreg,
ha Yoen RENAOZ, pere zo condaonet d'ar maro,
en tribunal Qemper, ar 4 eus a vis eost 1844.*

Var ton GUERZ THEOPHILUS.

RAnna ra va c'halon gant ar glac'h ar em c'hreiz,
RO sönjal peguer stant eo ar c'hrimou en Breiz :
A boan e zens c'hoec'h maïs d'eur maro cris voet fest,
Ma ranquer adare güelet mèmès arvest !

Allas, ô va Douel ret eo disclérya c'heas
Eur torfet haec a blouch er galouou ar gloas :
Eur c'hrim meurhet eñuz a zo belcoumetet
En kær Landivisiau.... Au oll zo spouronet.

Au naovet varnuguent a c'henveur diveza,
Grall a ro eur repas d'e dud gant calz a joa.
Da zeg heur eus an nôz e zeas da gousqet
Leon a gontantamant ha laouez e speret.

An deiz varlerc'h viatin, er gambr p'oet antest
E cavjot Yoen Grall en e voeje lazet
Gant eun tenn fusuil voe tenant dindan e c'houch :
An oll voa spouronet; n'oujet petra da sonch.

Eur fusuil, evit güir, voa var ar gambr ene,
Haec eur ruban staguet eus ar gachen ive;
Qementse a drouble an dud a voa ego :
Na voulent da heira tamal euf seuri piato.

— 2 —

Ar barnez eos a beoc'h zo qerqent arruet ;
 Goude e enclascou en deveus constatec
 Penos voa n'em lazet e-unan Yoen Grall ,
 Ha dre ze ne voa qet da damal da zen all .

Daou zen eus ar justic a zisqeunas en ty ,
 Evit ellout donet da glasq n'em assuri
 Var güirionez ar c'hrim , hac o deus decidet
 E zoa Grall e-unan a voa en em lazet .

Na gomzet inui nemeur demeus an affer-ze ;
 Marteze e sönjet e chomje evelse ;
 Mes lagad ar justic a zo lemm deiz ha nos ,
 Hac a zell meurbet piz , hep qemeret repos .

Ar brud a red souden en Breiz e peh canton ,
 Hac a êrn memes er guer eus a Roazón .
 Lez ar Rove qerqent a zo het instruet
 Eus an torset ho:rubl a bini e coinzet .

Aa uguent a vis meurs , hep na voat o sönjal ,
 E zoa var lec'h ar c'hrim un avocat-general
 Hac eur c'honseiller eus lez royal a Roazon ,
 Vit en em assuri eus ar pez voa güirion .

An autrones-ze zo chommet ugnent devez
 E kær Landivisiau gant ar brassa eves
 Evit donet a henn eos ar pez a glasqent ,
 Hac anfin , goude oll , kendrec'het mad e voent .

Goude mettr a enclasq , ec'h ordrenjont qemar
 Louisa Ego , greg Grall , hac er memes amzer
 Ivez Yoen Renaot , dre ma zoant soud'ponet
 Da veza bet o daou autoret an torset .

Da brison Montroulez voent qerqent digasset
 Evit en tribunal beza interrojet ,
 Enn en audianç neuze e tecider
 O c'hass da gondaoni da dribunal Qemper .

Ar zeizveñ varnuguent demeus a vis even
A frison Crec'hjoli o güeljot o tisqen,
Hac e voent cunduet de Guemper d'ar prison,
Da zepord deiz terrapl o c'hondaonation.

Eur mis just int chomimet ebars er prison-ze,
O tepond gant encrës ar moment hac an de
E pere e vije var o stat decidet,
Pe int a voa coupabl p'otramant ne voant qet.

D'al lun, nao varnuguent demeus a vis gouere,
Dorojou o frison a zigor diraze,
Hac e voent cunduet dionc'h-lu d'an tribunal,
El lec'h m'oe digoret an audianç ractal.

Eur foul eus ar vrassa voa eno diredet,
Leun sonn e voa ar zal, an oll a voa goasqet:
An daou accuset zo het qerqent azeet
Var o banc, v a-vis d'an autrones jureet.

Oospenn pévar-uguent test a zo het clévet,
Ar pez a guemeras eun amzer vras meurbet.
Seiz-devez e zeo zet padet an debatou:
An deiz n'oa qet avoalc'h, ret e voa caout goulou.

Anfin, d'ar hêyar eost, da dost da anter-nôs,
Ar jury a antre.... Au oll zo o c'hortos
Gant an eves brassa var an daou accuset
Menos eus ar jury..., Den na viñje ebet.

Chiefar jury neuze en deveus discléryet
E voa'n daou accuset coupapl eus an torset.
D'ar maro int o daou condaonet goude ze:
Ekér Landivisiau e collint o buc.

Heur o barnediguez a voa an heur eñzus,
An heur m'en devoe lec'h ar c'hrim qed horreus.
Ze'a dieye laqat ané da gaout sonch mad
Eo annezet ar c'hrim abret pe divezat.

O clêvet e setang, Renaot rô nebeut cås,
Mes Louisa a voelet gant eur goål glac'har bras:
Lec'h e devoa certen, o sònjal dont d'e bra
Da zouffr dirac an oll an horrupla maro.

Rappellet o deveus d'al lez cassation,
Mes approuvet eo het o c'hondaouation;
Sònjal a reant caout o c'litrac ouz ar roue;
Mes penos en obten vit o c'hrim, va Doue!

D'ar meurs daouzec mis Dû, Renaot zo erruet
E kaer Landivisiau, bac er prison lajet,
Da zeport antronos ur maro horreras;
Renaot n'em abandon da vadelez Jesus.

Da unneç heur anter e zeo het conduit
Var blacen vras ar foar, elec'h ma voa savet
Instrument ar mayo, daou vinistr a Jesus
A zisqüeze an êu da Renaot maleurus.

An drizec a vis Dû eus ar blos tremenet,
E d'oa Barba Ropars coumetet e zorfet,
An drizec a vis Dû, ar maleurus Renet
E kaer Landivisiau zo pignet d'ar chaffot.

Presantet voe dezàn ar grucifi santez;
Poqat a ra dezàn qent monet da vervel:
» Pardon ! ô va Doue; mont a ran d'ar supplic,
» Da repari va c'hrim, dre'r brassa sacrific.

Breizis, güit gristenien, c'houi pere a voe fest
En kær Landivisiau eus an horruhl arvest,
Pedit evit Renaot, ma yélo da repos,
Gant graç un Doue mad, gantlan d'e Varados.

Ar fin maleurus-mâ a dle dont da laqat
Ar c'hoant da heuill atao peb compagnuez vat.
Tec'hit ouz al luxur, sourcen a vil bec'het,
Bevit honestamant, christenien mad bepzet.

Maleurus den yaouanc ! perac na c'heus t'c'het
 Objet eus da youl fall, p'e c'heus hanavezet !
 Te voa grêt da aber honneur da oll lignez,
 Brema vint maleurus bete fin o-buez.

Louisa Ego a chom e Qemper er prison,
 Da c'hortos' partial evit mont da Roason ;
 Ar c'hraç eus e buez vo eno dei leunet,
 Hac e Landivisiau goude-ze exposet.

E lec'h souffr ar maro, vit e c'hondaonation
 E tremeno ar rest e buez er prison.
 Eno' c'hello sônjal peguement maleurus
 E zoar d'en em bellat demeus hent ar vertus.

Ur bobl niverus bras a voa en em-rentet
 Var blacen ar suppliç ; mes pa ziat bet quittet,
 Un dristiguez vrâs o laje en glac'hac !
 Allas ! güelet a rent cass Renaot d'an douar !

Istre vit ar bobl-ze a voa en em gavet,
 Var ouzpen ze c'hoas eno en em rentet
 Arquerien Montroulez, Castel ha Landerne,
 Hac anter-cant soudard a voa ive ene.

Pa güitâs ar prison a Guemper , e c'houken
 Pelec'h e voa Louisa , hac hi deuje souden.
 Ar hélec a respond : Louisa zo gracié;
 Hac ar paour qèz Renaot en deveus lavaret :

O Doue , va C'houer , m'ho suppli ma teuyo
 D'en em gontessissa ervad Louisa Ego ;
 Grâc ma teuyo d'ober ur binijen güirion
 Ha ma ello ouzoc'h obtenu ar pardon.

Person Landivisiau , leun demeus a angen ,
 A adress en ilis da Zoue e beden
 Evit ar maleurus , pa zea d'ar maro ;
 Enor ra vo dezân e pévar c'horu ar viô.

Un Jristidiguez vias a ejot remerciant
Var bisajou an oll diedet a bartout :
Oll e clément Renaot ; prop den a greiz calon
A impior evitan ouz Dóue ar pardon.

FIN.

COPÍ EUS A LIZER RENAOΤ D'E DAD.

Va zad quer,

Pa recevrot ar lizer-mà, ho mal maletus en devezo arboet
di veva.

Demeus a dribuval an dud, en devezo da drezen dà un trisenal
mà, e pehins en deus ar gonsiang fériù da nonpas e gaout diizuez.

Roet e meus bet deoc'h lec'h eus a galz a boannioù eped rón va
baez nebeut padus : qemer a ran ar moment-mà evit tèsteni deoc'h
va oll gueuz, hac obteni ar pardon euz anezo. Mar tourvoit en
accordi din, n'am ancouanc'hait qet goudé va maro.

Ofr a ran jvez va zdie d'am breudeur ha d'am c'hoarezet mad :
ra na dec'hint e nep tra demeoù a hient ar vertuz ; ra beguillint an
aliou mad a zo bet roet dezo gant o zad vertuzus. Ellouet ran assuri
dezo ne gavint ar boneur, memes adalec ar vuez-mà, nemet er
pratik gûrion demeus o duvefiou a religion.

Ra bardonint din an oll gaou a meus ellei bezza bet en o andret ;
ra bardonint din dreist oll da lezel ganioù, dre va mato euzus, un
tarch qen diés da effaci.

Qent mervel, va diveza peden a vezó evidoc'h, va zad paour ! hac
evidoc'h-a, va breudeur ha c'hoarezet mad ba tener. N'am astou-
nac'hait qet en ho pédanou.

Landivisiau, teir heur arauc va Mayo, an 13 a vis Dù 1844.

Va breur-caér ha va c'hoarezet-caér a zo comprendre et recom-
mandationou a adressan d'am breudeur propr, bac e pedan eus a
greiz va c'halon an A. Troussel (*) da bedi Doue evidon.

Ho Mal, YVES RENAOΤ.

(*) Person Sant-Serves, e barres.

Ar merc'hed 18 Querz, Louis, Ego, druet eus a Ribason, a zorii
eus a brison Montreuil, da 8 heur eus ar minlin, evit mont da
Landivisiau. Da greiz-dez nemet qart a tieye éruout, met aréti a
eure var hed 3 denn fusul a gwez, evit éruout an tol a greiz-de.
O soriail eus ar c'hor en em harpas var lec'h ar charetour, beto
ma feuas an a voorre d'e chemer. Delc'bel a ré e fens siodet.

Pigna eure d'ar chaffot hep harp, hac epad ma classq̄e onan eus
 et bōurrevien ur gorden da staga ainezi, egnile ar selanq̄. Louisa a
 voa en he za, hac e fean stonet tristamant. O veza stagnet, mes he
 mempron libr̄, hac o velet savel coef he mantele, e tisquennas he
 c'hoef var he daoulagad, hac e c'holoas e bisach gant e mouchouer
 godei, en eur scuilla daëliou. — Chom a eure exposet adalez creuz
 des betec un heur. So soudard eus a Vontroblez, toq̄ a Vrest, ha
 jandarmieri an arroudissamant a voa dent da Landivisiau evit qen-
 derschel an urz. — Etro pad e exposition, e voa calz a dud o sellit
 egni : dorn a c'hrōsmole, mes calm bras e voel. Gouscoude, pa-
 rē conduct betec er meaz a guear evit entre er c'har, nombr a
 dgez e beaille, en eur gomz fall diouti. Anfin, poursu a eure g hent,
 ha rentet e Sant-Thégonnec, e qemeras un lassad cafe, hac e voe
 du lasset da brison Montroulez er memes devez, eus a behini o vçzo
 conduct d'ar prison a zo destinet dezi.

RECIT

Eus an darvoud meurbet horrubl diguezet e Montboutron, tost da Bedford, en nosvez an 10 d'an 11 eus a vis gouere diveza, 1844.

Var ton : DEOMP-NI OLL BREMA.

DIKUT oll da zelaou, me ho ped,
 Eun darvoud horrubl arruet
 Tost da Bedford, e Montboutron,
 A ra spouroni ar galon.

Eur gorventen avel eûzus,
 Coexet var templ saintel Jesus,
 A vrant an ilis en antier,
 Hac a lanc an dœn en êr.

Neuze ezeo en em dolet
 Er pêvar c'horn eus ar vêret,
 Gant eur fulôr eus ar vrassa,
 Tmc eun drous eus ar spontussa.

An oll bezien zo difframmet,
Ar c'horfou en èr zo strinquet:
Un horroù vije beza test
Demens eur, c'hen horrubl arvest.

Pa denas an deiz da darza,
Voa eur foul vras eno dija.
Eur c'hri fors a leusket dre oll,
O velet gen terrubl horroù.

Güelet a rêt a bep costez
Corfou hac a voa en o fez,
Meinproù distag, ba relegou,
A classe an oll galonou.

Autoriteou eus ar guer
En em gavas en bér amzer
Er véred, a voa disfontet,
Hac a rente an oll spontet.

Eus a bep tu vœ digasset
Gant soign hac ar brasa respect
Relegon paour an dud maro
Da vez a entêret eno.

Aufin, gant soign ar gristenien
Goncoude e teujot a ben
Da ellout dont da repari
Dizurz horrubl an tempest cri.

Mes, daoust m'eo ero reparet
Ha qempennet oll er véred,
Alia e teuy sonch er memor
Un arvest quer leunn a horror.

Breizis oll, christenien güirion,
Pedomp Doue a greiz calon
Na vezoo bijen hor-brô test
Demeus eur c'hen horrupl arvesi.

FIN.